



**B U E Z**  
**LA TOUR-D'AUVERGN,**  
**QENTA GRENAUDIER A FRANC,**  
**GANET E KÆR-AHÉS AN 23 QERZU 1743,**  
**MARO ER C'HAMP- A-ENOR**  
**AR 27 A EVEN 1800.**

Var ion : *Canomp adare , va broës , victoriou Napoleon.*

**P**OBL vaillant eus a Vreiz-Izel, prestit hoc'h attantion  
 Da zelaou cana ur Vuez leun a admiration :  
**L**A TOUR-D'AUVERGN eo an haros a behini ec'h essan  
 Despeigni dêc'h, va c'henvroës, ebars em rimou aman.  
 Mil seiz cant tri ha daou-uguent, tri-varnuguent a  
 guerzu,  
 A roas demp La Tour-d'Auvergn, dre un amizer cris ha dû,  
 Er guær gôs eus a Guær-Ahés, vel pa vijent bet sinou  
 Eus a galeder e vuez er brezel, er studiou.

2

Yaouanc e voa pa voe casset d'ar scolach eus a Guenper,  
 E pelec'h e ras e studi ebars e nebeut amzer.  
 Nôs-de ne voa oll occupet nemet da ellout beza  
 Util d'e guerent ha d'e vrô, pa c'houlenjet anezâ.

Qerqent ec'h antre er servich ebars en eur regimant  
 E p'ini, hep dale nemeur, e voe grêt sou-letanant ;  
 Occupet oll eus e zever hac iveau eus e studi,  
 E voa scoüer d'e gamaradet ha caret gant pepini.

Pa gombatas an Ameriq evit e independanç,  
 E yas tud vaillant da zicour demeus a bep corn ar Franç:  
 La Tour-d'Auvergn a c'hoanteas caout an enor-se ive;  
 Mes n'ellas qet en obtensi, rac e zever er prive.

Mont a ra da zicour ar Spagn, e brezel ouz ar Sauzon,  
 Hac e têv ur fregaden sauz dindan mindraill fort Mahon.  
 Roue Spagn, dre anaoudeuez, a accord dezàn ar groas,  
 A acceptas gant plijadur ; mes evit arc'hant, biscoas.

Ar Spagn a zisclêryas goude ar brezel d'arFrancisien,  
 Hor Breiziad a red d'attaqi ar fort Sant-Sebastien ;  
 Ur pezic canon n'en d'oa qen evit laqat da denna,  
 Mes dre e gourach burzudus e ra d'ar fort n'em renta.

Er vagasinou voe cavet fors bras a bourvision :  
 Canap, lien, coëor, houarn, poultr, ha cant daou-uguent  
 canon ;

Nao mil den eus a c'harnison a voe grêt prisonnierienn :  
 Pebes act eus a vaillantis abers hor brezellerien !

Ar francisien ha spagnolet un deiz a voa separat  
 Dre rivier vrás ar Bidassoa, d'en em ganna preparet ;  
 Hon tud a voa privet a voued ha meurbet goal desolet,  
 Hac an abondanç a rene e postou ar spagnolet.

An dra-ze a rê dê goapât hor zoudarded maleurus ;  
 La Tour-d'Auvergn indignet oll, e peb amzer corajus,  
 A drcuz gant e c'hrenadourien ar rivier, mes gant calz  
 poan,  
 Hac ar spagnolet zo forcez d'abandoni dê o c'hoan.

Ar francisien voa trec'hourien, ha erru var ur mene,  
 E rejont hep dale nemeur nao mil prisonnier ene ;  
 Anfin , el lec'h ma erruent e rent d'an adversourien  
 Gouzout petra eo ar gourach demeus hor grenadourien.

Ar peoc'h o veza bet sinet, ec'h ambarqas en Bourdel ,  
 Et sonch da zont d'en em repos en e vrô guer Breiz-Izel ;  
 Mes , allas ! rentet er mîr bras , souden en deus ar maleur  
 Da veza prisonnier d'ar sauz ha casset da vrô Breiz-Veur.

Oc'h essat en humilia , ar sauzon a glasq souden  
 Forci hon haros da lemel eus e doc e gocarden ;  
 Mes La Tour-d'Auvergn indignet, e zreuz demeuse gleze ,  
 Hac en gard , e tisfi Yan-Sauz da zont d'e c'hemer neuze.

Ar sauzon , force d'admira courach hor Breiziad  
 vaillant ,  
 Voe dezàn souden deread , ha neuze incontinant  
 E trêjtjont evit ma vije hep dale rentet d'ar Franc ,  
 E pelec'h e voa desiret gant ar brassa esperanc.

Ar gouarnamant a rentas justic d'hor Breiziad leal ,  
 Ouz en henvel hep dale pell d'ar grad eus a goronal ;  
 Mes dre n'en devoa bet biscoas santet nep ambition ,  
 E c'halv e oll grenadonrien da c'hout o mpinion.

Camaradet , emezàn dê , bepret meus ho qelennet  
 Evel un tad mad , tenerus , hac ouzin oc'h sentet :  
 E zoar o paoues scrifa din e zòn hanvet coronal :  
 Lavarit franchamant petra ouz se' teuit da sonjal .

Sebezet ha glac'haret oll dre garantez evitân ,  
 An daelou en o daoulagad , prest e respontjont dezàn :  
 N'en dê qet ar grad-se hepqen zo dleet dêc'h , ni en tou ,  
 Mes un all superioloc'h evit hoc'h oll meritou .

Oh! nan , na ellit qet credi omp fachet oc'h coronal :  
 Ar c'heuz hepqen m'hor c'huittaït ra hor glac'h general ,  
 Rac c'houi a voe e peb amzer hon tad hac hor güir vignon ,  
 N'ellomp ouzoc'b dispartia hep encres en hor c'halon .

Va mignonet , emen' haros , gant un ton carantezuz ,

4

Contant oc'h eta diouzòn, camaradet generus ?  
 Eh bien ! me a chommo ganêc'h, en fe a zen a enor,  
 Evit ma ellimp assambles gounit c'hoas meur a victor.

Neuze, ar joa en e galon, e roas er memes deiz  
 Eur banget d'e c'hrenadourien, hac en em laq en o c'hreiz :  
 Va c'hamaraded, emezàn ( o trinca oll assambles ),  
 Toùomp amâ ma vezimp oll fidel d'ar Franç da james.

Eur marc'h ar c'haera en devoe ive neuze e presant,  
 Evel eur merq eus a c'hraç vad digant ar gouarnamant :  
 N'er pigne james ; mes mar boa ur grenadier scuis en hent,  
 E commande dezàn ractal pignat var e varc'h qerqent.

Er blaves sez e voa oaget eus a bemp bloas anter-cant,  
 Pa gleo e ranqe partial mab e vignon Ar Brigant ;  
 Ramplaci' ras an den yaouanc, dre ma carrie e dad qer,  
 P'inj en d'oa en e gôsni ezom bras outan er guér.

Eur vataillon a gonscriet un devez a erruas  
 En armie, ar zoudarded grêt e soul bras a ziredas  
 Evit o guelet, o sonjal ebars o ompinion  
 Na vouient nep tra, mes souden e voent carguet a eston.

Eur zoudard côs a brestanç caer, gant ur figur venerabl,  
 A voa e penn ar gonscriet, hac eus eur vouez admirabl,  
 Pa gommandas : *Colonen! halt! fròn! a droit ali-gnamant!*

En em renqjont vel grognardet pa vigent en regimant.

An eston a voe calz brassoc'h, pa veljot un officer  
 O saillâ, leun eus a zaelou, en divrac'h ar brezeller,  
 O poqat d'e zorn a galon ha gant teneridiguez,  
 Hac en eur lavaret dezàn : dêc'h e tleân ar vuez.

O haros bras La Tour-d'Auvergn ! sonch oc'h eus-hu  
 ac'hanon ?

Ar sous-officer voe blesset ebars e siech Mahon....  
 C'houi eo em rentas d'ar vuez, ô va guir mad-oberour,  
 Pa deujot dre humanite gant hast da rei din sicour.

An officer neuze o trei varzu e gamaradet,

Hep leusqel dorn **La Tour-d'Auvergn** a deu dê da lavaret:  
 Sellit an den vertuzus-màn, an den ar muia humen ;  
 Savetct en deus va bucz : henor dczàn da viqen !...

Oh ! ma ve oll bugale Franc hanval ouz ar Breton-mâ ,  
 Ne vemp qet pell vit pulluc'hi hon adversourien brassa ;  
 Ne sonchfent birviqen assur tostât demeus hor c'hæriou ,  
 Na memes credi trei o fenn varzu eus hor frontieriou.

Laqet evoe e penu daou vil demeus a c'hrenadourien ,  
 Pere a laqe da grena dre oll hon adversourien ,  
 Hac e voent quer bras spouronet , ma hanvent e general  
 Grenadourien **La Tour-d'Auvergn**, *ar golonen infernal*.

Ar russianet voa mestrou er Suiss, er guær a Zuric ,  
 Pa êruas d'o attaqi soudarded ar Republic ;  
 La Tour-d'Auvergn, meurbet humen , a ampechas ar  
 c'harnach ,  
 Rac a bep tu en em lazet gant fulor ha gant arrach.

Un tabouriner yaouanq russ , pennec evel eur Breton ,  
 A refuse en em renta , courajus vel cul leon ;  
 La Tour-d'Auvergn ne fellas qet e dreuzi gant e gleze ,  
 Ur façad a roas dezàn , hac en em rentas neuze .

Ar c'henta consul , Bonapart , quer mignon bras d'ar  
 victor ,  
 A zecoras **La Tour-d'Auvergn** ouz eur sabren a enor ,  
 Hac en hanvas querent neuze , vit e fêjou a vaillanc ,  
 E joa an oll e general , *Qenta Grenadier a Franc*.

Ar seziz varnuguent a even eus ar blavez mil eiz cant ,  
 Pa gombate gant ardor bras er penn eus e regimant ,  
 Gant eur houlan autrichian voe treuzet gant un tol lanc ,  
 Hac e varv er c'hamp a enor *Qenta Grenadier ar Franc*.

Ar glac'har a voe general en arme abers an oll ,  
 Rac, allas ! santout' rêt ervad peguer bras e voa ar c'holl .  
 Gant brenchou laure ha dêro voe sebeliet eue ,  
 Ha dre eur c'hadou eus ar brassa e voe disqennet er be .

Ar general Moreau eure sevel prest eur monumant

## 6

Evit enori ar memor demeus ar Breiziad vaillant ;  
 Eur blavez benac goude ze , roue Bavier a laqas  
 Sevel un all meurbet caeroc'h cno var ar memes plac.

Neo qet ur faus devotion en d'oa hon haros Breton ,  
 Mes ur feiz güirion , ur feiz cre a rene en e galon :  
 Evit merq eus a guementse , goude' varo voe cavet  
 Ur grucifi en olifant demeus e gleze staguet.

E galon a voe dastument ebars en eur voest arc'hant ,  
 Ha douguet gant eur respet vras etal drapo'regimant.  
 Ha pa c'halvet La Tour-d'Auvergn , a voe qen quer d'ar  
 victor ,  
 Eur c'haporal a responte : *Maro er c'hamp a enor !*

Mis even bloavez mil eiz cant voe d'ar Franc goal  
 maleürus ,  
 Dre goll a dri brezeller bras , humen , leal , vertuzus ,  
 Coll hac a gargas a c'hlac'har calon ar güir Francisiens ,  
 Hac a vezoo memes santet hor goude gant hor nizien.

Ar général Kleber a voe en Egypt assassinet ;  
 Ar general Desaix iv'e Marengo voe lazet ,  
 Hac hon haros La Tour-d'Auvergn a deu da goll e vue  
 En Ober-Hausen , er Bavier : oh ! pebes calamite !

Cetu aze , en bêr gomzou , buez hon haros Breton ,  
 Buez leun a c'hlloar , a enor , a garg an oll a eston :  
 Imposubl eo din niveri an oll vadou en deus grêt ;  
 Eul loden hepken e zòn deut amâ dêc'h da lavaret.

Eun anaouudeguez just , güirion eus a guærgôs Kær-Ahés  
 A broposas da guenta tout un act meulabl da james :  
 Sevel en e c'breiz eur statu d'ar güir Breiziad immortel ,  
 A ra dei enor , rac eno e recevas ar guenel .

Ar Roue hac e oll famill , ba calz a cheffou a Franc  
 A zo gant gloar en em hastet da zont da rîe o offranç ,  
 Coulz hac un nombr burzudus bras eus a citoyanet vad ,  
 Evit sicour sevel statu haros immortel Breiziad .

Lavarat a rîr e teuyo da Kær-Ahés en deiz-se

Ar general vaillant Cambron, ganet bars en Breiz i ve,  
Pehini a voa cabiten d'hon haros ha tost dezâ  
En Ober-Hausen, pa deuas un Autrichian d'e laza.

E Kær-Ahés e vo eta, ar seiz-varnuguent even  
Eur solanite ar vrassa a voe güelet birviqen :  
Ar pennou bras demeus a Vreiz a deuy da renta hommach  
D'ar vertus, d'ar güizieguez, d'ar vad-ober, d'ar gourach.

Eur bobl niverus n'em gavo demeus a bep corn ar Franc  
Evit donet da enori ar güir scoüer eus ar vaillanc.  
Prefet Finistère, Morbihan, Costez-an-Nord, calz trouplou,  
Gardou national a Vreiz, hac iveau ar musicou.

Biscoas en Breiz na voe güelet eur c'her bras solemnite  
Evel a vo e Kær-Ahés vit ar gouel memorabl-se.  
Enor eta d'ar Breizis mad a deu da renta hommach  
D'an haros ganet en o brô, scoüer a vertus, a gourach.

Ravezo eta da vigen en oll broyou ar memor  
Eus a La Tour-d'Auvergn vaillant, güir Breiziad leun  
a enor ;  
Repetomp, nidreistoll, Breizis, demeus a greishorc'halon:  
Gloar, enor da La Tour-d'Auvergn ! gloar d'ar güir  
haros Breton !

Dazeg heur-anterarmintin, deiz sulgouelar Sacramant,  
E veljot e pors Montroulez oc'h arru ur vatimant  
Ornet a drivac'h pavillon da enori hor Breton,  
A saludet diouz a bep tu demeus a dennou canon.

Goude fin ar Procession, ar gardou national,  
Ar musiq, autorite kær, hac ar bobl e general  
A yas da renta o hommach d'ar statu, ha pepini  
A sante eur güir ser-galon o tonet d'e gontempli.

D'al lun vintin, er memes urz e yezot d'ar vatimant  
Da guerc'hat gant solemnite statu hon haros vaillant,  
Evit renta an oll enor da haros ar Finister,  
Hac e teujot neuze gantân evelse da dreuzi kær.

Goest ar statu a voa ornet a laure, guirlantennou,

**An tri charetour o devoa rubanou, cocardenou ;  
An tri varc'h, ar pêvar eugen a voa staguet eus ar c'har  
A valee a bas da bas gant siouldet var an douar.**

**Var an arauc demeus ar c'har e scritur bras e lennet :  
*Enor ra vo da virviqen a fonç ar galon rentet  
D'ar Vertus, da Vignon e vrô, d'al Lealdet, d'ar  
Gourach !***

**La Tour-d'Auvergn, hon haros Breiz, en d'oa se oll e  
partach.**

**Rentet pell var hent bras Plourin, ar c'hanonniou a  
dennas**

**Da guimiadi diouz ar statu, hac ar c'har a bartias  
D'en em renta e Kær-Ahés gant e garg quer precius,  
E pelec'h e voe recevet gant ur joa delicius.**

**Biscoas den na garas e vrô evel a rê hor Breiziad,  
Nac a c'hoantas vije comzet eveltân brezonec mad :  
Greomp eta hon oll bossUBL da veza dign dioutân,  
En eur veva en güir Breizis, just ha leal eveltân.**

**Enor ha gloar ra vo rentet etouezomp-ni, Bretonet,  
Da La Tour-d'Auvergn da vijen en oll amzer da zonet,  
Ha ra deuyo hor bugale da gavet atao memor  
E zeo hon haros bras Breiziad maro er c'hamp a enor !**

**F I N.**




---

**E Montroulez, e ty LÉDAN, e traon ru ar Vur.**